

XXVIII

SON A GARANTEZ

(Chanson d'amour)

M'em euz choazet vit mestrez ar vrava femelen
 A gemend a zo bremañ war an douar o ren
 Dré hi feson grasiuz hag he sellou mignon
 Honnez a zo deut a benn da c'hounid va c'halon


Va mestrez zo 'r plac'h iaouank hag e deuz bleo melen (1)
 He daoulagad a lugern evel diou stereden
 He diou jod ruz, he zâl wenn, en eur ger, hi c'hened
 Ne deuz bet biskoaz he far med hini an Eled

Me o salud plac'h iaouank, leun (2) oc'h euz a furnez
 Deut on amañ d'ho kwelet hag e teuin aliez
 Pa 'z ê gwir ez oc'h plac'h fur hag eur plac'h a feson
 N'euz hini bet evel d'och leket doun em c'halon

Me a dou d'oc'h plac'h iaouank demeuz a vir galon
 Am m'o bepred evidoc'h eur garantez wirion
 Dré n'en euz ket bet biskoaz dirag va daoulagad
 Eur plac'h iaouank a zo bet kemend ha c'houi d'am grad

Ma teufen da blijout d'ech evel a blijet d'i
 Ni a rafé eur chaden n'halje den i zerri
 Krevec'h evid an houarn, krevoc'h evid an dir
 Kaletoc'h vit diamant p'hini a dor ar gweir.

Air n° 29.



M'em eus choa-zet vit mes - trez ar vra-va fe - me - len,
 a ge - mend a zo bre-man war an dou-ar o ren, dre hi fe-son
 gra-si-uz hag he sel- lou mi - gnon, hon - nez a zo
 deut a benn da c'hou-nid va c'ha- lon.

(1) Variante :

*He daoulagad a lugern evel diou stereden
 Hag e blev a zo ken du hag ar mouar er spenn.*

(2) Amañ c'hoaz e kaver n diskrivet evit un u re anat : leun = leun ; teuin = teuin ; me a don = me a dou (A.).